

EMP Series Expansion Type Pillow Blocks...Setscrew Locking


SHAFT DIAM. IN MM	PART NO.	BRG. NO.	Dimensions In Inches											LIMIT OF EXPAN.	BOLT SIZE IN.	UNIT WT.	
			A	B	C		D	E	F	G	H	J	K				
					MIN.	MAX.											
15/16 1 25	EMP-15 EMP-16 EMP-205	AR-2-015 AR-2-1 AR-5205	1 3/4	6 1/4	4 3/16	5 3/16	2	1	9/16	5/8	3 7/16	1 3/8	13/16	1/8	1/2	3.7	
1 3/16 30	EMP-19 EMP-206	AR-2-13 AR-5206	1 7/8	6 7/8	4 1/2	5 1/2	2 1/4	1	9/16	11/16	3 13/16	1 1/2	7/8	1/8	1/2	5.5	
1 7/16 35	EMP-23 EMP-207	AR-2-17 AR-5207	2 1/8	8	5	6 3/8	2 1/4	1 3/16	9/16	3/4	4 3/16	1 11/16	1	1/8	1/2	6.8	
1 1/2 40	EMP-24 EMP-208	AR-2-18 AR-5208	2 5/16	8 3/4	5 1/2	6 3/4	2 5/8	1 1/4	11/16	13/16	4 9/16	1 15/16	1 3/16	1/8	5/8	9.0	
1 11/16 45	EMP-27 EMP-209	AR-2-111 AR-5209	2 5/16	8 3/4	5 7/16	6 13/16	2 5/8	1 5/16	11/16	13/16	4 5/8	1 15/16	1 3/16	1/8	5/8	9.2	
1 15/16 50	EMP-31 EMP-210	AR-2-115 AR-5210	2 1/2	9 1/2	5 15/16	7 9/16	2 7/8	1 7/16	11/16	7/8	5 3/32	2 1/32	1 9/32	3/16	5/8	11.6	
2 3/16 55	EMP-35 EMP-211	AR-2-23 AR-5211	2 3/4	10 1/4	6 9/16	7 15/16	3 1/8	1 7/16	13/16	1 1/16	5 5/8	2 3/16	1 5/16	3/16	3/4	15.6	
2 7/16	EMP-39	AR-2-27	3	11 1/4	7 1/8	8 7/8	3 1/4	1 5/8	13/16	1 1/16	6 1/4	2 9/16	1 9/16	3/16	3/4	20.0	
2 11/16 70	EMP-43 EMP-214	AR-2-211 AR-5214	3 1/2	13	7 7/8	10 1/8	3 1/2	2	15/16	1 1/8	7	2 3/4	1 11/16	3/16	7/8	29.1	
2 15/16 75	EMP-47 EMP-215	AR-2-215 AR-5215	3 1/2	13	7 7/8	10 1/8	3 1/2	2	15/16	1 1/4	7 1/4	3 1/16	1 3/4	3/16	7/8	30.7	
3 3/16 80	EMP-51 EMP-216	AR-2-33 AR-5216	4	15	9 11/16	12 9/16	4	2 5/16	15/16	1 1/4	8	3 1/4	1 15/16	9/32	7/8	41.8	
3 7/16	EMP-55	AR-2-37	4	15	9 5/8	12 5/8	4 3/8	2 3/8	15/16	1 5/16	8 1/4	3 3/8	2 1/32	9/32	7/8	44.2	
3 15/16 4	EMP-63 EMP-64	AR-3-315 AR-3-4	5	17	11 3/4	14 3/4	4 3/4	2 1/2	1 1/8	15/16	10	4 5/8	2 11/16	9/32	1	72.0	

For Load Ratings, see page 62.


For Medium Duty Bearing Inserts-Single Lock, see page 60.



Single Lip Contact Seal
Available on all sizes. Recommended where moisture conditions prevail. To specify, add suffix "C" (EMP-32C).



Felt Seal Standard
Positive sealing for low, medium, and high speed operation.



Hi-Temp Seal
Available as an option where operating temperatures are in 250-400° range. (See seal options page 188).